



# RAKPRENAÑ SKOAZELL

Gwareziñ, skignañ ha brudañ oberenn Anjela Duval (1905-1981) eo pal pennañ ar gevredigezh Mignoned Anjela, hi hag a oa ur beizantez deus Bro-Dreger hag ur varzhez veur, tomm-berv he c'halon ouzh douar he hendadoù, ar vuhez war ar maez, he yezh-vamm ha Breizh he bro.

Anjela Duval e vo kavet roudoù splann anezhi, he doare spered lemm ha reizh, he nerzh, he sell talvoudus hirie c'hoazh, er romant treset kentañ-mañ\*, divyezhek brezhoneg-galleg anezhañ.


Rak gant he gerioù dezhi eo e komz Anjela dimp, war-eeun, el levr-mañ, ar re bet lennet en he lizhiri, klevet e pennadoù-kaoz ganti hag evel-just, gerioù he barzhonegoù.

C'hwezh ar vuhez zo e bannoù-treset splann Christelle Le Guen, aozourez ha tresourez, nerzh, barzhoniezh, fent ha kizidigezh en he c'hreion da dresañ, dres e-giz ma oant e kreion da skrivañ Anjela,

Gellet a rit skoazell Mignoned Anjela da embann al levr-mañ gant un nebeud gwenneien !

Peseurt mod 'ta ? En ur brenañ ur skouerenn pe meur a hini deus ho romant treset Anjela, a zeuy er-maez e miz Here 2018.

Kerkent hag e fin miz Gwengolo 2018 e vo kaset keloù deoc'h, rakpreneret, gant un SMS pe ur postel, war an deziadoù hag al lec'hioù ma vo moaien deoc'h da gaout ho romant treset.



\* Ul levr treset diyezhek eo Anjela, 108 pajenn du-pevarliv dezhañ (un tu e brezhoneg hag un tu e galleg, penneg-ha-revreg), ment a-blaen 29 x 20,6 cm, golo kartoñs ha plastik moan.

## Paperenn-guitañs da viret betek m'ho po bet ho levr(ioù)

Anv bihan hag anv ar rakpreneret :

Deiziad ar rakprenañ : / / Niv. skouerennoù :

Doare paeañ : Chekenn / Arc'hant laosk

Bet paeet €

Mont en darempred ganimp : [anjelasouscription@gmail.com](mailto:anjelasouscription@gmail.com)

.....

**Tamm paper da leuniañ, da zidroc'hañ ha da gas gant ho paeamant da : Mignoned Anjela. 4, ar Genkiz, 22340 Plevin**

Anv bihan hag anv :

Chomlec'h :

Kod : Kêr : Bro :

Niv. pg : Email :

Dibab a ran :

Mont a rin da gerc'hat al levr ma-unan.

Kaset e vo al levr din.

Paeañ a ran 15 € x ..... skouerenn = €

Paeañ a ran 15 € x ..... skouerenn + 6,40 € (mizoù kas) = €

Paeañ a rangant ur chekenn (war c'hounid **Mignoned Anjela**) / gant arc'hant laosk (barrennit pezh na dalv ket)

Sammadhollek:.....€

Deiziad : / /

Sinadur :